



DIELLOÙ



Elen ar Meliner

*Ganet eo bet Elen Er Meliner
d'an 5 a viz Eost 1923 e Langidig.*

He zad bet ganet e 1880 a zimezas gant Marie-Josephe Nicol e 1916. Gloazet e voe eñ div wech e-kerz ar brezel 14. Sevel a rejont un ti dreist d'al lenn er Bodri Langidig.



Louis ar Meliner



Marie-Josephe Nicol



milin ar Bodri e 1939

Koshoc'h evit Elen e oa he breur Jean hag he c'hoar Anna. Marvet eo mamm an tri grouadur da 33 vloaz pa ne oa Elen nemet 6 miz, falc'het gant ar pilhonfo (*méningite*) (miz c'hwevrer 1924).



Louis ar Meliner, e vab Jean en e gichen. Emañ an div c'hoar Anna hag Elen dirak. Gante emañ ivez ar vatezh Bejeb, o mamm-gozh a-berzh tad Mari Tanio a-dreñv, ha mignoned dezho eus Baod ar itron Guillemette hag he merc'h Rénée (Gant Lucien Guillemette eo bet tapet ar poltred).

Eus tu he zad :

Tad Elen, Louis, en devoa div c'hoar hag ur breur : Mari, Louise pe Loeiza, ha Joseph « Jejob » e-giz ma veze graet anezhañ.

Marie a skrivas er gazetenn *Dihunamb* pa oa yaouank, hec'h anv-pluenn a oa Raden-bleiz. Kemend-all a reas he c'hoar Louise. Dimeziñ a reas homañ gant Loeiz Herrieu -bet savet ar gelaouenn *Dihunamb* gantañ e 1905. Skrivet he deus ul levr kontadennoù « Ar bont er velin » (1938), istorioù bet savet ganti evit he bugale hag embannet er gelaouenn *Dihunamb* evit ar peb brasañ anezho. Vedig an Evel a oa hec'h anv pluenn.

Loeiza er Meliner



Ur ganerez dispar e oa e-giz darn eus he bugale (evit klevet he mouezh it war lec'hienn [Loeiz Herrieu](#)) Stank eo bet an darempredoù etre bugale Loeiz Herrieu ha Loeiza ar Meliner ha bugale Louis : nozvezhiadoù kan ha kontañ sorbiennoù !

Er PNB e oa Louis ar Meliner ha brezhoneg etre an holl dud-se evel-just.

Kaset e voe Elen vihan da zaouzek vloaz e pansion d'an Naoned, ha keuz bras ganti d'he lanneier.

Gant reuz ar brezel e voe diaes an traoù evite, rankout a rejont mont en harlu.

Etrezek Kemper ...

Broudet gant Berthe he c'hoar-gaer, un tammig hec'h unanig e Kemper gant he daou bugel, e teu Elen da Gemper da vont war ar studi klañvdiouerez pa oa hi dijà enskrivet e skol Gwened. Ha setu Elen hag he c'hoar Anna aet gant Berthe hag he daou mab, Yvon ha Pol e-kerz an hañv e 1949 d'ober an droiad :« la descente de l'Odet » betek an enezennoù Glenan. Eno e kej Elen evit ar wech kentañ gant Ronan Huon hag Andrev Merser, daou vignon yaouank. Anna a anaveze mat anezho o-daou dre ma oa hi aet da Gamp etrekeltiek ar Vrezhonegerien e 1949. Kalz muioc'h lentig e oa he c'hoar Elen... Dimeziñ a reas koulskoude ar gwenedourez gant an tregeriad Ronan Huon d'ar 25 a viz Gwengolo 1950 ha diouzh ma lar ar vojenn e oa padet an eured e Langidig eizhtez evit ul lod eus ar c'houviidi !



Deiz war-lerc'h o eured o vont war droad betek gar Baod



E Dulenn evit ar c'hendalc'h etrekeltiek (1950)

Ha Brest

Anvet e voe Ronan da gelenner e Brest goude m'en devoa bet c'hoant chom e Kemper.

En ur gêr dismantret e errujont, ha poan o kavout lojeiz zoken en ostaleri. E ru de la République nepell eus an ti-gar e kavjont un tamm lojeiz. Keuz he devoa hi d'he bro. Genel a reas Gwenael, o mab henañ e miz gwengolo 1951.

E-giz ma rae kalz maouezed d'ar poent-se e oa chomet Elen a-sav gant he studioù da sevel he bugale. Er bloavezh 1956, goude ma oa ganet Tudual (1953) ez ejont da chom pelloc'h eus kreiz-ker e karter st Mark bet ur gomun distag eus Brest betek ar bloavezh 1909. Feurmet e voe un ti gante, 132 ru de Verdun hag er bloavezh 1961 e prenont tre e-kichen, an ti m'emañ Elen o chom ennañ hiziv c'hoazh. Ganet e oa daou vab all dezho a-benn neuze, Herve (1956) ha Riwal (1957).



Ar familh dirak an ti e Gwaremm ar Groaz e St Mark (1963)

Savet e voent e brezhoneg, pa oa hi brezhonegerez a-vihanik. Estonet e chomas Ronan o klevet bommoù kentañ e vab Gwenael e brezhoneg !

Harpet he deus Elen he buhez-pad he gwaz da gas war-raok ar sammad labour en doa c'hoant kas da benn. Ma oa Ronan ur mailh war al lennegezh ne oa ket war ar jediñ hag hi eo eta a yeas ar garg ganti d'ober war-dro kontoù Embannadurioù Al Liamm e-pad koulz laret hanter-kant vloaz pa rae Per ar Bihan war-dro kontoù ar gelaouenn.

Ouzhpenn-se a reas . Ne oa ket al levrioù brezhonek war-wel e neblec'h ebet koulz laret paneve e stal an itron Kemere e Kemper ! Bruderezh a veze graet eta evit al levrioù brezhoneg er c'helaouennoù. Ha dre se ez ae ar werzh dre lizher en-dro dreist-holl. E-pad un toullad bloavezhioù e oa bet kaset levrioù d'ar pratikoù dre ar post gant Per Bodenan eus Kemper. Goude-se eo gant Elen ha Janed Keille e voe graet al labour pakañ ha kas ar pakadennoù. Sevel fakturennoù ha kas da benn ar bilañs-bloaz a voe he lod e-pad bloavezhioù. Ur harp bras eo bet evit he gwaz he buhez-pad.



Ronan hag Elen e 1984



Elen e 1995

